

seiz. Seiz devez a zo en Istor - MISTER AN AMZER -

N'eo nemet er Gristeniez e paeader war gudenn an Amzer. Er c'hredennou all e klasker mont er-maez eus an Istor, eus an darvoudou, peogwir eo an amzer evito un touell. Evito, an Amzer n'eo ket ul linenn, un heuliad a gas d'un dra bennak met un treierez diskiant, hep stêr a gas da netra.

Evidemp-ni, kristenion, an Amzer, an Istor a gas d'ur pal merket gant man Tad, ur roud treset gantañ eo. En Istor emañ ar Gristeniez. Un darvoud eo bet ar Gristeniez en Amzeriou.

Verb Doue E-un a zo engorset en ul lec'h resis anavezet, - ganet eus ar Werc'hez, eus ur ouenn, en un amzer resis. Ar Bibl a zo ul levr istorel iveau. Gouzout a reomp e krog gant ar C'Heneilez da echuiñ gant an Diskuliadur.

An niver sez ar vrek ar vrek a zo deus ur ster. Malveout a ra an vrek kellegoù un dr. Ar pez a gont evidomp en Istor eo Doue an Tad o kas da benn e vennad. Graet eo bet an Istor gant Doue evit ma trec'ho e vennad daoust d'an enebaduriou a vo. "Froudennou Doue" int, an enebaduriou-se.

Donedigez ar Verb er bed a zo en amzer. Ma klask un ismtowour bennak skriwan buhez ar G'hrist e klasko lec'hian buhez ar C'Hrist e-kenver an dud. Evit ar G'hristianez Gristenion eo ar c'hontrol. Ni a wel Istor an dud e-kenver ar Xst hag a glask kompen pep tra eus an Istor er Xst. An Tad en deus divizet an Traou evit kloz ar Xst. Ar G'hrist a zo deuet e-kreiz an Amzer, evit kas da benn an Amzer, evit e reîn d'an Tad, ha reîn ur ster d'an Istor.

Ar Xst a zo a-us d'an Istor hag emañ iveau e-barz an Istor. Dre e zonedigez, dre e vuhez emañ en Istor. A-us d'an Istor emañ dre e Vurzhudoù, rak deuet eo d'hou dieubin diouz an amzer. N'eo ket evit chom er c'horf (en amzer) eo deuet met evit hon tennan eus ar c'horf hag eus traou ar bed d'hor c'has d'E Dad.

Dre an amzer e kas ac'hanoomp d'ar peurbad.

Dre vrass eo diskouezet hollvedelez ar bed er sizun. Seiz devez a zo er

sizun. Seiz devez a zo en Istor ar Bed. Krouet eo bet ar bed gant Doue e seiz devez hag ar seizvet devez a zo hini an Diskuiz. Ne vo ket a serr-noz d'an devez se. Ar Seizvet devez a zo skeudenn tremen ar bed dibad d'ar peurbad. N'eo ket deuet c'hoaz an devez-se : "Ne baouez ket va Zad a labourat, ha me ives a labour" (St Yann V 17) a lavar hon Salver. N'eo ket deut c'hoaz amzer an diskuiz daoust m'emañ krog ganti peogwir emañ azezet ar Xst e kloed an Tad, an holl Aeled hag enecù ar Sent endro dezho. Ne vo da vat ar seizvet devez nemet da fin ar bed a vo diwez an Amzer (tre dibad) diwez ar Maro (an Amzer a laz un dra bennak evit ma vevo un dra all en e lec'h). Fin ar bed eo Pask an danvez. Tremen an danvez d'ar peurbad.

Sklerijen diouz an denvalijenn... hag e voo ur serr-noz hag e vos ur beure..."

An niver seziz smxidx e-un en deus ur ster. Talvezout a ra da verkan hollegz un dra bennak; arcuez al leunder eo ives (seziz donezon ar Spered, seziz bara ar C'hinnig, Ar C'hantelour seziz brank). An niver seziz a zo sin ar Xst warnañ.

Peogwir ez eus seziz devez er sizun eo evit diskouez e laka ar Xst e verk war hon douar-pri, daoust d'ar fallagriez.

Ur sonj boutin eo da Tadoù an Iliz rannañ buhez mab den war an douar e seziz koulzad. En Diskuliadur e laka St Yann sonj padelez an Iliz dindan an niver seziz.

En buhez ar Xst e kavomp ives axn niver seziz.



**NOTENNOU :** an niver seziz a c'hell bezañ troc'het evelhen: 4 + 3. Pevar a zo sin an douar: niver ar pevar roudavel, pevar c'horn 'zo d'ar c'harrez a zo sin an douar, pevar elfenn a zo. Tri a laka ennomp sonj ar Peurbad : Tri ferson 'zo en diskenet vloavez da vloavez gant an Amzer o trein.

Dreinded. Long en Aviel St Yann penaos e kouveria krouidigezh ar Sklerijen er bei

Gant gaoediges ar C'Hirist, AR SUL a zo gant sklerijenn er Iest ne fell ket d'an  
dum Gwelout a raimp en sizun, da gentañ : un diverradur eus Istor ar Bed, d'an eil:  
un diverradur eus Istor Hon Salver ha d'an trede : un diverradur eus Istor buhez  
an Iliz ha dre se eus Istor pep ene.

Gallout a c'heller kavout skeudennou all da soñj ar sizun, da skouer : istor  
an den hag a zo sannet e sez koulzad, istor pobl ar Judevion h. a. Chom a raimp  
gant ar re gentañ. Sul e lennomp ar Psalm 118 a tiskouez lezenn an Aetrek oval ar  
Sklerijenn.

Deiz kentañ ar Sizun : ar Sul. iveauz ar Verb en askre an Tad, soñj ginivelez  
Por "D'an deiz kentañ e lavaras Doué;" Raivo ar Sklerijenn... hag e tisrannas ar  
Sklerijenn diouz an denvalijenn ... hag e voe ur serr-noz hag e voe ur beure ..." (Sellout ouz ar C'Heneilez)

(Gwelout a reomp e kroge an devez da serr-noz evit an Hebreweed)

En Istor an Iliz eo Dassorc'h ar Iest an deiz kentañ.

Krouet eo bet an Iliz gant Fasion hon Salver - Met e mazorch an deus lakast  
Dindañ sin krouidigezh ar Sklerijenn ez eus en deiz kentañ ur soñj a c'hane-  
anvezhi da vezñ dieub. Un diforc'h a zo etre krouidigezh abo ginivelezh. Ar Bason  
digez, hag iveauz a enebiez. A-raok ma oa bet krouet ar Sklerijenn e oa an danvez  
a zo bet ar groudigezh, an Dassorc'h a zo bet ginivelez an Iliz deiz-kentañ an Iliz  
en distumm ha goullo. An danvez ne oa ket sklerijennus. P'eo bet krouet ar  
An deiz-kentañ eo a zo bet treoc'h war an Enebiez, war Satan, war ar Maro, war ar  
Sklerijenn eo bet stummet ar bed. An deiz kentañ a zo derou ar bed.  
Poched.

"Hag e tisrannas ar Sklerijenn diouz an Denvalijenn..." Abaoe an deiz kentañ  
Lieu ar Sul eo ar gwenn. Lieu an mors treoc'hus, kan ha splann. An Aelod a zo  
ez eus bet enebiez. Etre ar Sklerijenn haga an Denvalijenn, etre an deiz hag an  
e ber digor hon Salver a zo e brez a lior gwenn.  
noz.

Ginivelez an Iliz a gendalc'h gant Pantekost ar Spered Gian. An teodek  
"A-us d'an danvez e oa ar Spered" - Ne oa ket en danvez. Ar Sklerijenn deut  
flamm a zo skeudenn d'ar Spered a Sklerijenn. Deiz-kentañ prezegorez an Iliz eo.  
en danvez da reñ stumm inkuz dezhi a zo skeudenn ar Spered deuest da reñ buhez.  
Un derou eo, iveauz.

Gwenn ha du, buhez ha maro, badeziant ha pec'hed ...

En Istor pep ene eo deis ar Vadeziant an deiz kentañ. Ar Vadeziant eo  
dassorc'h hon ene alour ber an denvalijenn. Ar Vadezidi a zo gwisket e wenn oval  
En Istor ar C'hirist eo ginivelez hon Salver an deiz kentañ.  
Aelod an Dassorc'h.

Gwelomp en Aviel St Yann pensos e kenveria krouidigezh ar Sklerijenn er bed

gant ganedigez ar C'Hrist. Enebiez a zo gant sklerijenn ar Xst ne fell ket d'an  
er sul e tou dimp sonj an Eizret eo'h adtant. An eizret a zo skeudenn d'an dañs  
dud reseb.

pourbad. En eizret e kavomp sonjou finvezel ha stendenne ar barn diéssan.

Hon Salver en deus lavaret dimp : "Me 'zo an Ment, ar Wirionez, ar Vuhez".  
Diéssan a zo stendenne ha tenvalijenn : evit pep ene, pep tra a zo tenvalijenn  
Komzou a zispleg mat aviel St Yann.

En eizret e kavomp sonjou finvezel ha stendenne ar barn diéssan.  
An Aeled o kanañ Nedeleg a gan ginivelez hon Salver; kan an deiz-kentañ eo,  
hag a zo lakaet en hor sonjou adarre pep beure gant kan an ewned.  
en nenn : tñnes natañ

Da Ofis ar Sul e lennomp ar Psalm Ll8 a tiskouez lemenn an Aotrou evel ar  
ar barn diéssan a zo deiz kentañ an danvez noskouez.  
Sklerijenn.

Ar sul a laka ennomp sonj ginivelez ar Verb en askre an Tad, sonj ginivelez  
Hon Salver e kraou Betlehem : "Evel gliz a-raok gouloù-deiz am eusda c'hanet"..  
(Gousperou)

En Istor an Iliz eo Dasorc'h ar Xst an deiz kentañ.  
mister an deiz kentañ. Hon ginivelez d'ar c'hras a gendalc'h en un doare pourbad

Krouet eo bet an Iliz gant Pasion hon Salver - Met e zasorc'h en deus lakaet  
hag a c'hellomp kemerout evit ar c'homod-mañ invaret gant an Iad d'ar Val  
anezh da vezan dieub. Un diforc'h a zo etre krouidigezh eha ginivelez. Ar Basion  
a zo bet ar groudigezh, an Dasorc'h a zo bet ginivelez an Iliz, deiz-kentañ an Iliz  
An deiz-kentañ se a zo bet trec'h war an Enebiez, war Satan, war ar Maro, war ar  
Pec'hed.

Vadeziant e splujan en Dasorc'h. Ket eo dimp dasorc'h-hin suisch-hin. Kavomp da  
Liou ar Sul eo ar gwenn. Liou an nerz trec'hus, kan ha splann. An Aeled a zo  
e bez digor hon Salver a zo o broz a liv gwenn.

Ginivelez an Iliz a gendalc'h gant Pantekost ar Spered Glan. An teodoù  
flamm a zo skeudenn d'ar Spered a Sklerijenn. Deiz-kentañ prezegerez an Iliz eo.

Un derou eo ives.

Ar Spered a etum ennomp ar Verb, a kouzñ ennomp d'ns Tad, gant joc Albiolum

En Istor pep ene eo deiz ar Vadeziant an deiz kentañ. Ar Vadeziant eo  
dasorc'h hon ene diouz bez an denvalijenn. Ar Vadezidi a zo gwisket e wenn evel  
Aeled an Dasorc'h.

## AN EIZVET - AL LOR

Er sul e teu dimp sonj an Eizvet oc'h adtont. An eizvet a zo skeudenn d'an deiz peurbad. En eizvet e kavomp sonjou fiñvezel ha skeudenno ar barn diwezañ.

Disrann a vo etre sklerijenn ha teñvalijenn : evit pep ene, pep tra a vo teñvalijenn a vo skarzet, hag, evit ar bed : ar re a zo teñvalijenn anezo a vo stlapet en ifern.

Sonj deiz ar maro a zo iveau en eizvet; deiz hor maro a zo deiz hor ginivelez en neñv : diaes natali

Ar barn diwezañ a vo deiz kentañ an danvez net~~z~~...

kalet, an eo'hender stabilit. Lusint eo an doare peurbad ha ster kontañ.

Er sul, bevomp gant Jezuz, o vezan gwisket ho, dilhad gouel, dilabour e chomimp e levez ar c'han. Deiz an Alleluia eo ar Sul; gwechall ne vezet nemet da sul.

Deiz pep ginivelez eta eo ar sul. Un dra peurbad eo mister ar C'hinivelez, mister an deiz kentañ. Hor ginivelez d'ar c'hras a gendalc'h en un doare peurbad hag e c'hellomp kemerout evidomp ar c'homzoù-mañ lavaret gant an Tad d'E Vab :

"Hiziv am eus da c'hanet e sked ar santelez

"Evel gliz a-rack goulou-deiz am eus da c'hanet".

Trec'h ar Sklerijenn war an Denvalijenn eo ar Sul. Bevomp da Sul spered ha Badeziant o splujañ en Dasorc'h. Ret eo dimp dasorc'h muioc'h-mui. Bevomp da Sul levezenn wenn hon dasorc'h er gwenvidigez, er yaouankiz, er freskder.

Rak n'eo ket sonj ar Sul nemet ur sonj met una envoradur efedus ~~xxx~~.

Kavomp er sul sonj an Dreinded :

An Tad en deus ganet ar Sklerijenn,

Ar Mab en deus ganet an Iliz ha trec'het war an Enebiez

Ar Spered a stumm ennomp ar Verb, o kanañ ennomp d'an Tad, gant joa Alleluia ar Sul ha kantikou a levez.

Deiz a Veuleudi : ....

devez e Voderiant pen AN EIL DEVEZ - AL LUN . kent Salver eo soudan en dierau

o kouez. Gant Yann : Ilmāñ diaja ar veud'hal a troad ar gwet" (Lukaz XII 10) "Ilmāñ ar D'an eil devez e lavaras an Aotrou : "Ra vezoz an ec'honder stabil etre d'urvar ou e zorn .." Gouezenn ar varz ar gouron" ha d'urvar a chom ar gwazi an dcoreier ha ma vo disrannet evelse an dcoreier uhel diouz an dcoreier izel." Vezont ket a vo ar gole.

Evelse e reas Doue an oabl hag e tisrannas an dcoreier a-us diouz an dcoreier a-is hag e roas d'an ec'honder stabil an a-no a "neñv".

bed an varz ar bed met avit ma vo ercreizet gredenn. Na drem. Mab douar et Sonezus eo an destenn-se ma seller outi en he ster kentan. N'hall ket bezañ dispeget. Perak eo añvet an oabl ha n'eo ket ken stabil eget hon douar hini a grad ket a zo barnet dim, gwez ne grad ket a mab aral Doue. (Lukaz XII 17-18) kalet, an ec'honder stabil! Luziet eo an destenn mar fell dimp he displegañ en he ster kentan.

An eil devezh a zo skeudenn an disrannaduriou c'hoarvezet etre ar spered. Disrann a zo war an dour. "Dac'h ha gwez an dour en deuet an ha doul krouet. Gouzout a zo reomp eo ardour skeudenn ar spered. Neuze e vije an eneou mat skeudennet gant an dour a zo a-us hag an eneou fall skeudennet den un en ti e vint hierannet tri enep douz ha daou enep tri en ti ouz e tri, gant an dour a zo a-is d'an ec'honder stabil.

An disrann kentan eo hini an Aeled. An Aeled mat a zo chomet a-us en o sked, en o levemez, en o kras ha stlapet eo bet an Aeled fall en iñern, da lavarout eo en islonk, er pez azo dindan. Doue ên a chom a-us, e bed an

Aeled emañ. Evit gwir, emañ iveau war en douar met daoug'ha ne lavaromp ket : hon Tad hag a zo en neñv? ha daoust n'emañ ket korf dasorc'het ar Xst n'ezeket a-zehou d'an Tad en neñvou? Chom a ra Doue el lec'h m'emañ servijet el lec'h m'emañ senteg'it outañ en ui doare klok gant an Aeled.

An diaouled bet stlapet en ifern n'int ket stabil enno o-unan. Enkrezet int, n'eus nemet gwelout en Aviel : "Petric 'zo etre c'hwi ha ni, Mab -Doue? Daoust hag oc'h deuet amañ d'hon heskinañ a-rack an amzer?" (Lukaz VIII 29)

Ur stourm a zo etreg ar speredou a zo a-us hag ar speredou a zo a-is d'an neñv. "Bez e vee ur stourm bras" (Diskuladiur XII 7) - Un islonk bras a zo etre anñev hag an ifern : "Etre ni ha c'hwi ez eus un islonk bras, en doare ma n'hellfe ket tremen ar re a fellfe desho mont davedoc'h" (Lukaz XVI 26)

Enbuhez hor Salver eo e vuhez prezeg an eil devez, o kregin gant Sant

devez e Vadeziant gant Sant Yann Vadezour ~~xxème siècle~~ Sklaer eo skudenn an disram e komzoù Sant Yann : "Emañ dija ar vouc'hale troad ar gwez" (Maze III 10) "Emañ ar c'houer en e zorn ..." Skeudenn ar varn er gomzoù-se peogwir e chom ar greun vat ha devet e ve ar gole.)

N'eo ket deuet ar Xst evit barn ar bed : "Doue n'en deus ket kaset e Vab er bed da varn ar bed met evit ma vo saveteet dresañ". Met dre ma chom recù'zo en diavsez eus ar Xst e vint barnet : "An hini a gred ennañ ne vo ket barnet; an hini ne gred ket a zo barnet dija peogwir ne gred ket e Mab unel Doue" (Sant Yann III 17-18) ster spéredal "je m'a obat, je suis votre bon père et je vous ai gent vaill... Ar varn a zisranno ar re vat diouz ar re fall.

Disrann a zo war an d'ouar : "Daoust hag e sonfec'h ez on deuet da gas ar peoc'h war an douar? Nam, ~~elavar~~ an deoc'h; an disrann, ya! Rak, pa vo pemp den en un ti e vint Misrannet tri enep daou ha daou enep tri, an tad ouz e vab, ar mab ouzz e ddd, ar vamm ouz he merc'h, ar verc'h ouz he mamm, ar vamm-gaer ouzh he merc'h-gaer, ar verc'h-gaer ouzh he mamm-gaer" (Lukas XII 49)

Komzoù Simeon ives a gas d'hon spéred sonj an disrann : "Ur sign a eneriez e vo ...." (Lukaz II 34)

En Istor an Iliz eo an daou gantved kentañ an eil devez. Disrann a zo bet d'ar mare-se etre ar Judevion hag ar Gristeniez, etre ar Baganed hag ar Gristenion, A-dal man tacl-kentañ ez eus bet tabutou etre ar me a fell dezho mirout al Lezenn hag ar re a/fell dezho dilezel anezhi... Heskinerez a zo a-enep ar Gristenion.

Ar Judevion a chom ~~et~~-mæz eus ar Gristeniez.

Evidomp-ni, ar stabilded eo ar fâiz en Doue, Lezenn Doue. An eneoù mat a vev er feiz a zo en stabil peogwir e chom Doue enno gant ar feiz. Chom a reont er C'hrist gant e gorf dasorc'het en Neñvou. En ec'honder stabil emaint. Pennsonj ar brezegerez kentañ eo kement-se, kloed divrall ar Xst a oa evito ur wirionez bev. Evit pep kristen gwirion emañ e vuhez ur vuhez a stabilder, a glod ~~gantek~~ ar Xst : "Hon darempredou a zo gant an neñv".

N'en em lezompk ket da vont gent pep avel a galennadurez facs (fazi = tra distabil)

Labouromp evel ma lavar dimp Origenez da zisrennan ennomp an douricù a zo eus diouz an douricù a zo a-is d'an ec'honder stabil

(Sell. ouz destenn ar C'heneillez : disrannidigez en douar sec'h diouz an dourioù - krouidigez ar plant)

Diou wech e kavomp en destenn-se : "hag e oa mat kement-se". Daou dra a zo en trede daiz : da gentañ, stummidgez an douar-sec'h disrannet diouz an dourioù, d'an eil, krouidigez ar plant.

Evel evit un eil devez n'eus ket da sellout re ouz ster kentañ an destenn met klask ar ster speredel 'zo da ober. N'eus netra ken er it an Aeled; gant un eil devez int bet stabilmet en ur stad divrall ha peurbad.

Disrannidigez an douar sec'h diouz an doureier a ziskouez dimp e plij da Zoue tennan ar mad diouz an droug. Aman, eo an dour skeudenn speredel an techou fall, an droug-wall, hag an douar a zo skeudenn d'ar stabilded. Ur galloud a strujusded eo an douar. An dour a zo gouraud : ne welomp er mor nemet ar gorre o lugordiñ, ha n'eo ket ar mor e-un a lugern evelse, met an heol eo a laka anezhan da skedih. Bodou a deñvalijenn hag n'yenijenn eo donderiou ar mor.

D'an trede devez ~~ekavomp~~ skeudenn eus an douar stabil tennet eus ar pez a zo falloni ha drougier, da lavarout eo hon natur savet d'ar "hras disrannet diouz hon natur dedennet d'ar pec'hed dre forz asantin d'an Drouk-Spered. Douar stabil di-zeset war ar maen eo ar C'christ, douar divrall. Met chom a rafe kalet ha difrouez hon douar ~~mene~~ vije ket bet strujusaet gant gwad ar C'christ o c'henel gwezenn ar Gronn. Ar ~~ezenn-~~<sup>deus</sup> ~~ezenn-~~ deus ket kuit dourioù c'hwyry ar c'hoantegzhioù fall gant stabilded ar c'heolioù mat. Ar fruezh a zo skeudenn d'an oberennou mat a daleomp dougen er C'christ.

E buhez ar C'christ, e krog en trede devez gant ar prezeg war ar menez hag a ye betek buhez prezeg an Ebrestel (Sell. Sant Maze eus V betek VIII) Miniennoù eus ar parabolennou a zo staget ives, dre ar pez a lavaront ouz skeudenn an trede daiz ; da skouer, hini an hader

Ar vurshedou a re Won Salvenez stabsila feiz en Ebrestel - Unan a re greun dre brezegennou.

Komzou an Aviel a ziskouez dimp n'eo ket a-walc'h kredin, teurel fruezh a zo ret (St Maze VII 15-27) Daou dra a zo en trede daiz : da gentañ disrannidigezh an douar sec'h (kredin), d'an eil krouidigez ar plant (teurel fruezh)

Parabolenn an hader a zo staget~~xx~~<sup>xx</sup> ouz skeudenn an trede deiz. Ar re a heul ives : hini ar c'hireunenn sez o hag hini an droeg : "Ar re a selou ar c'haloù mat a ro frouez en o dalc'h egez" (StLukas) Teurel frouezh a zo ret : stlapet a vo d'an tan ar wezenn difrouezh. "Bezomp leun a frouezh a reizder dre Jezuz-Krist" (StPaol - Lizer t'ar Fil.I 2) "Ha va bleuniou a zo frouezh, ener ..." (Ekl.)

Ar C'christ a zo trec'h'our. Trec'h eo war eneberez ar Farisianned, ha dirak ar bobl eo trec'h. Heuliet eo gant ur bern tud. Prezeg a ra var ar menez dirak un engevez a dud. Dont a raont da c'houlenn digantañ ober burghudoù, prezenn ar glanvourion. N'eo ken ar prezegerez er Sinagogez met er-maez, var ar menez.

En buhez an Iliz eo an/trode devez, ar prantad a ya eus an eil kantved d'ar pempvet kantved, pe war-dro. Heskinerez a zo betek ar IVvet kantved : disrannidigez douar ar Gristeniez diouz dourioù ar Baganiez. Goude se, an Iliz o trec'hin hag e kreskin en he feoc'h kavet a-benn ar dn. Gounit a ra war an Ariadeg, war Julian ar Renend. Eus an Iliz o stabilant ar Feiz, er mare-se. Ar Feiz a zeu da vezañ emskiant splann, resis gent ar Benedou meur o stourm ouzh an disivoudou. Mareou bras a santelez gent ar verzerion. Deugen a ra an Iliz frouezh a santele~~z~~<sup>z</sup>. Eskibion vras a zo : St Ambroaz, sant Eosten, Cyrille Jeruzalem, Cyrille Alexandriā, b.a. I a zo ebrestel a gwirionez, haderion a c'hraun vat, prezegerion a santelez. Krennec'h eo bepred splanner ar c'hrass er Gristenien.

Da ofis ar Neurzh e kavomp an holl sonjol-se er psalmou (sell. ouz ar psalmou 123 ha 125) Skeudenn ar frouezusted : "an douar he daus roet he frouezh". "Had an den reiz a leunio en douar". "Evel ar c'harv a c'hoonta en dourioù (ar Vadeziant evelse ve ane a c'hoanta ach'annoc'h, va Aotrou".

## AR PEVARE DEIZ

(Sell, ouzh ar C'heneilez : krouidigez an heol, al loar hag ar stered).

Sklær-tre eo ar ster kentan nemet ma c'helléemp souezin o welout eo bet krouet an heol goude ar plant. N'eus ket da glask abegou skiantel d'an dra-se. Evelse ec bet skrivet gant ar Spred evit hor c'holennadurezh.

Peseurt ster a zo eta gant ar pevare deiz? Peseurt ster ar ouezel?

Gouzout a recomp peseurt ster a zo ~~xmañg~~ gant an heol, al loar hag ar stered : an heol a zo skeudenn d'ar ~~Xxt~~, al loar a zo skeudenn d'an Iliz hag ar stered skeudenn d'ar sent. Evit an Tadoù e oa an arcuezioù-se tra kumun-tre. Gwelomp en Aviel, dreist-holl en Aviel Sant Yann, eo diskouezet ar Xst evel ar sklerijenn ~~skak~~ sklerijenn pep den o tont er bed-mañ. Er psalmoù iveau e vez anvet ar C'hrist : heol a reizhder. E skridoù an Tadoù e kaver eo al lour skeudenn an Iliz (sklerijennet eo gant an heol : ar Chrïst) oc'h adteurel sked an heol. Test feal ar C'hrist eo an Iliz a noz ar bed. Hag evel ma kresk ha ma tigresk al loar, evelse iveau e sked muioc'h pe nebeutoc'h ~~iegaxenn~~ goulauer an Iliz da daoulagad ar poblou. An Taiou a zispleg ar frazenn-mañ : "An neñvou a zisker kloed Doue" o lavarout eo enec'h ar sent a veul an Astrob, eno où bet stabilat evel m'hon eus gwelet evit an trede deiz. "Gant kloed an Astrob eo bet stabilnet an Neñv".

Z buhez hon Salver ez a ar pevare deiz eus dibab an Ebrestel (St Maze X, Mark II 13, Lukaz VI 12-17) betek kreskidigez kentan ar bara. Dibab a ra ar C'hrist ar re a vo diarez an Iliz.

Parabolennou 'zo a zo stag iveau ouz soñj ar pevare deiz. Da skouer hini ar Varn diwezhan : goude ar varn e lugerno evel an heol ~~an~~ ar sent en Neñv e rouantelez O Zad.

En Aviel ez eas meur a gomzou diwar benn ar Sklerijenn : "Me 'zo sklerijenn ar bed" (Yann VIII 12) E pennad kentan Sant Yann eo anat-tre ar soñj se m'eo deuest ar C'hrist evit bezñ Sklerijenn ar bed ~~follet~~ en deñvalijenn. Gallout a roer kavout traoù all er Psalm 35, er psalm 42 -gw.3, en Issiaz 60 -30.

(3) E buhez an Iliz e c'heller sellout ouzh ar prantad a ya eus er Vvet kantved d'an trizekvet etel hini skeudennet gant krouidigez an heol, al loar hag ar c'houest er stered. Amzer an Tadoù eo ar mare-se. N'eo ket amzer ar Feizdoueoniez met amzer an Arouezelez. Ur marevez a sked hag a lugern eo bet. Souezhus eo gwelout pegen skedus eo an Iliz. Aloubet eo bet Roma gant an Varbarec mes kristenat eo bet ar re-se gant ar Gristenion. Marevez a dud veur : Klovis, Hermenegilde, Kaklez-Veur a reas kalz iveau evit stabilidigez ar Cisteniez, Sant Boniface, Padraig, h.a. Evel m'ezek m'eo stabilaet ar bloavezioù, ar mizioù, an amzervez douarel gant an heol, al loar, evelse iveau evit stabilaet an Iliz gent lezennou résisoc'h. Ar venec'h a zo reoli et gwelloc'h-gwellan. Amzer sant Kolumba, sant Benead, Kluni, h.a. *Rofaj Arribalz*  
*Hir sent Breig*

En amzer-se e vo reoli et résisoc'h pedennou en Oferenn gant al Liderez. Dont a ra tamm-ha-tamm stumm ar bloavez kristen. Mal sked an heol, just lez ar Christ eo

Sked ar gelennadurez arouezel. D'an amzer-se, ~~ek~~ eo an Iliz evel ar "Skrib mat a denn eus e deñzor traou nevez ha traou koz", da levarout eo ma tenn an Tadoù eus teñzor ar Skritur Sakr skeudennou mat da vagan fonnus spered ar Gristenion.

Hag evelkent n'eo ket bet didrubiulh evit an iliz ar marevez-se : amzer an Islam, amzer disrannidigez kristenion er Reter. Evel m'eben al loar o kreskiñ hag o tigreskiñ, evel md 'z eus noziou ha deiziou, evelse iveau evit an Iliz.

En diskuliadur ez eus ur pennad hag a ziskouez dimp darvoudou ar pevare deliz dindan sin ar pevare trompilh "Hag e trompilhañ ar pevarvet Ael ha trede lodenn an heol a voo tiezet hag iveau trede lodenn al loar ha trede lodenn ar stered en doare ma voo teñvalaet ar stered eus o zrede lodenn ha këll a reas an deliz an trede eus e sklerijenn hag an noz iveau." Mal an heol an ar pevare ar deliz e rouanteleuz.

Da echuiñ en deus lennet dimp hon tad, ur pennad tennet eus skridou Origenez hag a zisplegat an holl sonjou-se.

En deus lennet dimp hon tad, ur pennad tennet eus skridou Origenez hag a zisplegat an holl sonjou-se. Mal an heol an ar pevare ar deliz e rouanteleuz er. Origenez hag lezou sklerijenn er bed feillet en deñvalijenn. Deliz a rued Kavet a vro, mil er Paulin Lu, er paulin aq -ya-3, en Iustin aq -ya-3.

## ORIGENES - Displegadurioù war ar C'heneliezh.

### Diwar-benn ar pevarde deiz .

5 Goude-se eo ar c'houlz, evit an ec'honder stabil da vezan̄ paramantet gant goulacuerou. Rak Doue a lavaras : "Ra vo goulacuerou en ec'honder stabil an neñv, ma lugernint war an douar, ha ma tisrannint an deiz hag an noz" (Gen. I,14).

Evel ma ro urzh Doue ma vo evit disrannan̄ an deiz hag an noz, goulacuerou en ec'honder stabili hag a oa bet a-ziaraok anvet neñv, evelse e vo kont ganimp betegout ma klaskimp bezañ "neñv" en anō hag en gwirionez. Ennomp e vo ar C'hrist hag e Iliz ar goulacuerou hag hor sklerijenne. Rak "sklerijenn ar bed" (Yann VII,12) eo ar C'hrist, ha sklerijenniñ a ra an Iliz gant e c'houlou. Hag evel ma resev al loar, hervez, he sklerijenn diouzh an heol, evit goulaoüin hi iveau an noz, evelse an Iliz, o resev heksklerijenn digant ar C'hrist, a c'houlaoù ar re hell a'n em gav en noz an diouiziegezh.

Hogen mar deus hiniennou a zo dija kement-se en arack maz int "mibion Doue", mar "kerzhent en onestiz evel e kreisteiz" (Rom. XIII,13), "e stumm mibion an deiz hag ar sklerijenn" (I Tes. V,5), ar re-se eo ar C'hrist e-unan hag a ro sklerijenn dezho, evel an heol d'an deiz.

6. "Ra vezint arquezioù o verkañ ar marevezhioù, an deiziou hag ar bloaziou; ra dalvezint da c'houlacuerou en ec'honder stabil an neñv, evit sklerijennañ an douar. Hag evelse e voe graet" (Gen. I,15).

Evel ma servij ar goulacuerou a welomp en neñv, da sinou "da verkañ ar marevezhioù, an deiziou hag ar bloaziou", o sklerijenniñ eus lein an ec'honder stabil ar re a zo war an douar, evelse ar C'hrist, o sklerijennañ e Iliz, a ra eus e c'hourc'hemennou sinou a zeskomp ganto diwall diouzh "ar gonnar da zont" (I Tes. I,10- Mzh III,17-Luk. III,7) en doare-se, pell diouz "bezañ sourprenet gant an deiz-se evel gant ul laer (I Tes. V,4) e c'hellimp dont betek "bloavezh trugarezus an Aostrou" (Isahia, LXI,2). Ar C'hrist eo eta an hini a zo "ar wir sklerijenn a sklaera kement den o tont er bed-mañ" (Yn, I,9), hag an Iliz, o resev e sklerijenn-en, a zeu hi hec'h unan da vezan̄ "sklerijenn ar bed", o c'houlaoüin "ar re a zo en denvalijenn" (Mzh.V,14). Ac'hano e welomp anatz eo ar C'hrist a zo sklerijenn an ebestel, hag an ebestel d'o zro a zo sklerijenn ar bed. Rak n'o deus an ebestel "na saotr, na roufenn, na netra a seurt-se"; int a zo an Iliz wirion, hervez ar gomz-mañ eus an Abostol a lavar en deus mennet Doue "lakaat da splannañ dirazañ e-unan an Iliz-se klodus, disaotr, diroufenn, hep netra a seurt-se" (Ef.V,27).

7. "Hag ober a eure Doue daou c'houlacuer bras, an hini brasañ evit mestronian̄ war an deiz, an hini bihanañ evit mestronian̄ war an noz, hag iveau ar stered. Hag o lec'hiañ a reas Doue en ec'honder stabil an neñv, evit splannañ war an douar, evit mestronian̄ war an deiz hag an noz, hag evit disrannan̄ ar sklerijenn hag an denvalijenn. Ha Doue a welas e oa mat kement-se. Hag e voe ur serr-poz, hag e voe ur beure :pevare deiz" (Gen. I,16-19).

Evel maz eo an heol hag al loar, hervez ar Skritur, a zo am goulacueriou bras en ec'honder stabil an neñv, evelse ennomp, ar C'hrist hag an Iliz. Met ouzhpenn-se en deus lakaet Doue stered en ec'honder stabil ; ret eo enta gwelout petra 'zo ennomp, da lavarout eo en neñv hor c'halon, hag a dalv da stered.

Moizez a zo unan eus ar steredennou-se; skedif a ra ennomp, e oberoh a ro sklerijenn dimp. Hag en hevelep doare, Abraham, Isaak, Yakob, Isahia, Yeremia, Yec'hezkel, David, Daniel, ha kement hini "he deus ar Skritur douget testeni diwar e benn o vezan̄ m'en deus dellezet bezañ karet gant Doue" (Heb. XI,5). Rak evel maz eo "ur steredenn dishenvel be sked diouzh ur steredenn all" (I Ker.XV,41) evelse pep sant a skuilh

warnomp e sklerijenn diouzh e vuzul.

Evel ma sklerijenn an heol hag al leor hor c'horfou, evelse ar C'hrist hag an Iliz a sklerijenn hor speredou. Da vihanañ e sklerijennent anezho mar n'emp ket dall a spered. Rak evel na chom ket an heol hag al leor hep skuilhañ o sklerijenn war an dalled ha n'hellont ket koulskoude degemer ar sklerijenn, evelse ar C'hrist a gas e sklerijenn d'hor speredou; met 4'helle ket bezañ ~~xx~~ sklerijennadur, mar deman aze hon dallentezh da herzel outañ. En degouezh-se, ra grogo an dalled da heuliañ ar C'hrist en ur grial : "Ho pet truez ouzhimp, Mab David "(Mzh IX, 27), ha pa 'z o devo, dre e c'hrad-vat, adkavet ar gwel, e c'hellint bezañ ~~xxix~~ sklerijennet gant splanner e c'houloù.

Hogen c'hoazh, n'eo ket e vefe sklerijennet kement gant ar C'hrist, kement hini a wel, met pep hini a resev diouzh ma c'hell degemer ar sklerijenn. Daoulagad hor c'horf n'int ket sklerijennet kement ha kement gant an heol : seul vui ma pigner en lec'hieù uheloc'h, seul vuioe'h e spurmanter iveau e sked hag e domnder. En hevelep doare evit hor spered : seul vui ma pigno ha ma save tostoc'h ~~dwaz~~ ouzh ar C'hrist, ma n'em ginnigo tostoc'h da splanner e lugern, seul kladusoc'h ha seul skadusoc'h iveau e vo sklerijennet gant e c'houloù evel ma lavar e-unan dre an diouganer "Tostaig ouzhin hag e tostain ouzhoc'h, eme an Actrou"(Zakaria, I, 3) hag e lec'h all :"Ne~~zo~~ un Doue hag a dosta, n'eo ket un Doue a ve pell" (Yeremia, XXIII, 23).

N'eo ket koulskoude en un hevelep doare ez afemp holl davetañ, met "pep hini a ya hervez e c'halloid dezhañ-eñ" (Mzh XXV, 15). Pe mont a reomp dezhañ gant an engroezioù hag e voueta ac'hanomp " gant ar parabolennou" gant aon na fallafemp " war an hent" (Mzh XV, 32, mK VIII, 13); pe "chom a reomp ouzh e dreid" dalc'hmat, o kaout nep preder nemet "selaou e gomz" hep en em lezel da vezañ trubuilhet gant emell ar servij "o tibab al lodenn wellañ na vo ket tennet kuit diganti" (Luk. I 39). Dre dostaat evelse outañ e resever kalz muioe'h e sklerijenn. Ha mar chomomp evel ~~an~~ ebrestel, hep pellaat biken, pegen nebeut bennak e vefe, mar domp feal da venel gantañ " en e holl drubuilhoù" (Mzh XIII, 36; Luk. XXII, 28) neuze e tispleg dimp e kuzh pezh en devoa lavaret d'an engroezioù ha skadusoc'h c'hoazh e ro dimpy ur sklerijenn.

Erfin, mar domp gouest da vont gantañ betek lein ar menez, evel Per, Jakez ha Yann, n'emp ken sklerijennet gant goulou ar C'hrist hepken, met gant mouezh an Tad e-unan.

## AR C'HRIST EVEL SKLERIJENN AR BED

Aviel St Yann

"4 Mennañ edo ar vuhez,hag ar vuhez a oa sklerijenn an dud.5 Hag ar sklerijenn a luc'h en deñvalijenn,hag an deñvalijenn n'he deus ket he dalc'het. 6 Bez' e vee un den degaset a-berzh Doue,Yann e ano. 7 Hemañ a zeuas evit reiñ testeni,da vezan̄ test d'ar sklerijenn evit ma kredfe an hell drezañ. 8 N'eo ket eñ a oa ar sklerijenn,met eñ a zeue evit reiñ testeni d'ar sklerijenn? 9 Ar sklerijenn a oa, an hini wirion hag a sklaera pep den,dre zont er bed" Yann I

"12 Komz a reas Jezuz adarre outo hag e lavaras :"Ne eo sklerijenn ar bed; an hini am heul,nann,ne valec ket en deñvalijenn,met sklerijenn ar vuhez en devo". Yann VIII .

"46 Ne,deuet on evel sklerijenn er bed-mañ,evit na chomo ket en deñvalijenn an hini a gred ennon". Yann XII.

Sellout ouzh Psalm XXXV,10 :"Kasit din ho sklerijenn hag ho fealded, ra'm bleinint,ra'm degasint betek ho menez santez hag ho teltennou"; Ps. LXII,3 :"Ne vo ken an heol da sklerijenn e-pad an deiz,na skleur al loar.n'az koulaoue ken. Yaweh a vo evidout ur sklerijenn beurbadel ha da Zoue a vo da glod. N'aiio ken da heol da guzh,ha n'em em denne ken da loar ; rak Yaweh a vo evidout ur sklerijenn beurbad,hag echu e vo gant deizioù da gañv "(Isahia LX,19-20).

Mzh V,14-17 ; XIII,44 . Luk. II,32 \* Gouloù da sklerijennañ ar broadoh; XVI,8 . Oberou XXVI,18. Eflez. V,8-14.

## AR PEMPVET DEIZ - AR YAOU

(Sell. eus ar c'heneilez Krouidigezh al loened-stlej (ar posked), krouidigezh al loened bras (ar morviled), krouidigezh an arred)

Gwelomp eo graet un diforc'h e danvell ar Grouidigezh, etre loened a vev er mor (pempvet devez) hag ar re a vev war an douar m'eo danvellet o c'hrouidigezh nemet er c'houec'hvet devez. Bepred an hevelep sonjou : loened ar mor ha loened an neñv, dour ha douar, stabil ha distabil.

Evol ma ouzomp an douar a zo skeudenn d'ars speredoù, skeudenn d'ar sonjou ha d'armennadoù. Ar posked a zo arvez d'an dud a vev gent o sonjou dezho en doureier sonjou o emzer, sonjou an dud a vev ganto.

Loened ar mor a zo skeudig, ar sonjou mak izel hag an evned skeudenn ar sonjou whel. Ar sonjou izel a zo sonjou diwar-benn an natur. Setu pez a laver sant Eosten : "Krogomp d'ar pempvet deiz da labourat en oberennou ar bed-mañ turmudus-meurbet, evel en dourioù-mor, evit ampled kevredägezh ar vreudeur. Labourop en oberennou k'fotel a zo kelou anezho gent ar mor; da laverout eo, stagomp da c'henel er vuhez-mañ, loened-stlej an eneoù bev, da laverout eo, oberennou a dalvezoz d'an eneoù bev. Hag ar morviled bras, a zo an oberennou kalonk kenñ, a dorr hag a zispriz houl ar mor. Ha loened-nij an Neñv, a zo ar mouezhioù o prezeg gwirioneziou an neñv".

Kement hag er sonjou izel ez eus droug ha mad er sonjou whel. E-kichen an ale'housder skañv o pignat whel ez eus ar poroked pouunner ha gros, ha gwelout a recop evned e klask testmat an neñv, dre lorc'h, evito o-uman. Fall diouz Doue emaint. Ewele ar re a ya hervez ar possil-maistr, ha n'es ket possil Doue : Va sonjou-me n'int ket ho sonjou, ha va hentoù n'int ket ho hentoù..." Setu pernk, zoken ar sonjou whel e welomp drouskouer endro dimp. Laveret en deus an Actros, da lep da en mat pe fall : "Bezit strujus ha froueshait ..", Bepred an hevelep guideri mat eo an Droug evit ma vo bravoc'h ha brasoc'h ar End.

Gwenn le du ...

E buhez hon Salver e krog ar pempvet devez goude amzer kreskidigez ar bara betek ar veaj diwezañ da Jérusalem. En amzer-se e tiougan e Basion Kelenn a ra en un doare donoc'h ha spéredalez. Reîn a ra alioù a beurvadelez. Stummenn a ra e Ebrestel. Prometin a ra ar Bara a Vuhed, ur Gwir Bard. Gwelomp aze c'hoat an disrann; diskibion feuket gant e gomzou i ya kuit dioutañ, ar bobl a c'hozmol outañ rak ne gompreñ ket.

Kavout a reomp bepred da Oferenn ar Yaou, e-pad ar c'hoarmiz, ur gerig bennak diwar-benn Sakramant an Aoter. D'ar yiou eo graet gouel ar Sakramant. Ma n'eo ket hep abeg, a-dra-sur, eo bet ~~xxxxxxkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxk~~ skeudennet ar C'christ dindan arouez ur pesk. Paotrig kreskidigez ar bara en doa gantañ ives bara ha pesked..

E buhez an Iliz e c'heller sellout ouz ar prantad a ya eus an XIII vet kantved betek an XIvet kantved - marteze- evel an hini skeudennet gant ar pempvet deiz. E-lec'h m'emañ ar VIvet deiz amzer ar Skiant hag ar sonjou douarel o trec'hin eo ar Vvet devez hini ar savaduriou bras (loened bras) ar meiz dénel. Da skouer d e welomp labouriou bras ar Feizdoueoniez gant Thomas Aquino, Bonaventura, h.a.. Amzer ar Filosofed, mat pe fall o sonjou.

N'eo ket bet hep tabut evit annez ar amzer-se. Amzer a vrezelich spéred. Disrann a zo : Albijiz, Russ, ar Brotestanted, <sup>al</sup> brezelioù a relijon. Tud eus an Iliz eo ar re a zo pennrenerion an disrannoù evel ma 'z eas diouz ar C'christ diskibion gwenn hag sonik gouda e gomzou diwar-benn ar Bara a Vuhed.

Canet eo ar Brotestantiez eus an tabut a oa bet etre feizdoueourion diwar-benn Sakramant an Aoter. Ne fell ket dez'ho kredin eo sakramant an Aoter unanidigez an Aotrōù dont an ene : "An hini a zebr va c'horf hag a evn va gwad a chom ennon ha we stum". Eus an disrann e teu dispiegaduriou bras diwar-benn Sakramant an Aoter. Labourat k'iz'eo bet war an dachenn-se d'ar mare-se. Krouet eo bet gouel Skramant, bennozioù ar Sakramant, d'am amzer-se.

Gwelomp ives penaôs e dibenn ar prantad-se ez eus eneoù o c'hlask frealzif

an Aotrou e liorz Jetsemani. Breman, n'eo ken hon doare ha ne blij ket  
dimp marteze gwelout an tracù evelse, met souezet e vimp en tu all o welout  
en deus an Aotrou aozet an traou evelse ha n'o deus graet an enedise nemet  
sentin ouz youl an Aotrou.

## AR SEIZVET DEIZ

(Sell. ouz ar C'heneilez : ar seizvet deiz)

D'ar seizvet deiz e peurc'hra Doue an traoù ha diskuiz a ra an Aotrou.

Lenn a reomp er C'heneilez "(an deiz-se) Doue e vennigas hag e santelaas".

Lenn a reomp ives e paouezas Doue a grouin d'an deiz-se. Daou dra a zo eta er seizvet deiz.

a) al labour kaset da benn. Pep tra a zo peurc'hraet hag ez eo neuze deiz an diskuiz benniget gant Doue, an diskuiz santel.

B) Doue a baouez a grouin. Adalek an deiz-se e paouez Doue a grouin seurtou nevez. Kaset da benn eo ar Grouidigezh. Un urz a zo. Eveljust e kendalc'h Doue da grouin a-hed ar c'hantvedoc'h met ar bed-se a grouduriou o tiwan n'eo nemet astenn hag heuliad ar Grouidigezh. Ha setu perak e lavare Hon Salver : Ne baouez ket va zad a labourat.

Nec'het eo bet alies Tadoù an Iliz o c'hlask intent penaos e oa echu ar Grouidi-  
gezh ha penaos e oa triou nevez o c'henel bemdez.

E buhez ar C'hrist, an Iliz hag an Den e kavomp hevelep traoù :

{ evit ar C'hrist : an daspren

a) Labour kaset da benn - { evit an Iliz : leun ar c'horf Kevrinus e vo kinniget da Zoue an Tad

{ evit an den : deiz e varo.

{ evit ar C'hrist : goude e Zasorc'h

b) Diskuiz { evit an Iliz : goude fin an amzeriou

{ evit an den : goude e varo, e kloed an Aotrou.

Ur sonj all a zo c'hoaz ha n'eo ket menneget e destenn ar C'heneilez eo hini ar VIIvet deiz evel deiz ur Varn hag ar c'hontou. Sonj hon eus eus goniderion an Aviel a zo paset da fin ar sizhun hag a zo deiz ar gopr. Sonj an Tremen a zo ives, sonj ar Pask. Rak an tremen a zo dilezel un dra evit mont d'un all. Ar seizvet deiz a zo tremen d'ur sizhun d'un all - dilezel ar bed an danvez evit mont da bed Dou e.

Gwelomp pensos e ouie ar Gristenion gentañ beilhan evit gortoz tremen an Aotrou. Hag aze e kavomp orin ar vijelezou a oa graet d'ar sadorn diouz an noz. Ma n'helle ket pep kristen mont pep sadorn ez ne d'an nebeutañ evit gouelioù ar Pask hag ar Pantekost a oa muic'h c'hoaz gouelioù tremen an Aotrou. Badeziant a vez graet d'an nozvevioù diwezhan-se.

Hag ar re-se a oa kristenion gwirion hag a gomprene mat pez a raent o veilhañ evelse. Mirout a raent soñj eus vijelez an Hebreed o tñbriñ an oan hag o c'hortoz tremen Ael an Actrou. Mirout a raent soñj eus an Ebrestel o pediñ o c'hortoz donedigez ar Spered. Kompreñ a raent gwelloc'h egedomp pez a oa bet kelennet dezho dindañ arouezioù. Hag e teuont da bediñ, sanket enno ar gomz-mañ "Bezit prest, beilhit.. "Spian a raent tremen an Actrou hag e teue dezho hag enno gant e leunded dre sakrifis an Aoter.

Ar vijelez a zo eta lid-gortoz an Actrou. Evit pep kristen ez eo e vuhez ar vijelez-se a zo al lid-gortoz. Bezomp prest evel ma lavar dimp hon Salver :"Kreuzeulicù enacuet en ho torn (ar feiz) ha gourizet ho targreiz (an emziouer)"

Gwelomp ives penaos ez a a-gevret soñj an Hebreed o c'hortoz tremen an Ael ar Pask, ar C'hrist o tiskuiz er bez o c'hortoz e zasorc'h, an Iliz o c'hortoz a-hed ar c'hantvedou donedigez an Actrou, an den o veilhañ da c'hortoz deiz e varo a vo e entre er vuhez. Met ne vez ken studiet al Lezenn goz ha n'hon eus ket ledanidigezh spered ar gristenion a-wechall. Chom a recomp serret warnomp hon-unan ha ne gomprenop mann.

Soñj ar maro a zo kavet ives er vijelezou. Hervez gourc'hemenn an Actrou e oa prest ar Gristenion gentañ peogwir edont o veilhañ, o pediñ. Un emaozan d'ar maro, gwirionoc'h eget ar pez farsus a vez kustumet tud'zo da ober bremañ. Ne oa na kleuz, na farsus o soñj diwar benn gortoz an Actrou : ur spi, ul levenez e oa. Edont evel soudarded o veilhañ.

Gwelomp ives penaos e krede ar re gozh e teufe dñz an Actrou d'ur sul (deiz metroueng). Pep sul a oa eviteur Pask nevez, un tremen, ul lid eus donedigez an Actrou. Hag evit gwir e teue an Actrou en o zouez gant an Oferenn.

Ni n'omp nemet beajourion ha tremenerion war an dous ar bouez ~~veilhañ~~ o c'hortoz an tremen gant ma vo hol labour kaset da benn gant an adizvet deiz.

En Istor eo fin an amzeriou ar VIIvet deiz. Pa vo leun ar C'herf kevrinus e savo templ Doue batek an Neñv. Diskleriet e vo kloñ ar Salver ha kloñ an Tad. Pep tra a vo

en urz, ne vo ken glac'har; disrann a vo etre ar mad hag an droug. An diskuiz peurbad e vo.

En Aviel ez eus ur rakskeudenn eus ar seizvet deiz: hini Jezuz o kerzout war an dour (Maze XIV 23-33) Lenn a recomp ez eas Jezuz e-unan-penn evit pedin (da lavarout n'eus nemetañ o pedin. Ma n'omp ket ennañ ne bedomp ket).

Ar vag war ar mor dirollet a zo skeudenn an Iliz e-touez an dud fallakr, o vont daoust d'an arme.

"Fin an noz eo" : noz ar sizun a zo hogosik oc'h echuiñ, dont a ra deiz an Actrou.

"Hag ez ejont er vag hag e vee ur c'halm bras". Bezans Doue e bag an Iliz a zo ar peoc'h.

"En em gavjont war an douar e-lec'h ma klaskent mont" : an douar ar zo ar stabildez porz an Neñv.

Aman eo st Per skeudenn ar feiz. An hini en deus feiz en deus perz e galloud ar C'hrist o vont war dourioù drouk-nerziou ar bed. An hini 'zo gwan e feiz a sank en dour, trec'h eo ganti.

An trec'h a vo d'ar re o devo feiz.